

## Ar c'houi gwechall (Yann Moulin)

Ar c'houi. Met ahe oa ur sakre boutik, mod m'eus bet kle'et, koa. Ha oa... pa vize Pardon ar C'hastell-Nez, koa hin... vize ur bern tud... vize kavet festoù-noz, O! 'Bep seurt peogwir, ahe oa ostilidi ba'r re-he. Met pa vize ar Pardon ahe : ur bern reuz, ha dañs ha me oar petra me.

Ha teue merc'hed. Merc'hed klouar vize ahe, ueu. Ya, ya, Ya ya, bin ' oaint ket tomm-tomm nê met ur wech n'oa-int dañset un tammig bihan ar re-he domme, koa hin. Ya ya!

Bon ! Mod m'eus bet kle'et, bin... oa... ar person ' oa ket gwall gontant neañ kennebeut peogwir ahe eme an diaoul ba'r c'houi, koa.

## Les Halles autrefois (Yann Moulin)

Les Halles. Mais là c'était un sacré bazar, ainsi que j'ai eu entendu. Et il y avait, quand c'était le Pardon de Châteauneuf, il y avait plein de monde, on y trouvait des festoù-noz, Oh ! toutes sortes de choses car là il avait un bistrot dans celles-là. Mais quand c'était le Pardon de Châteauneuf, là c'était un gros tapage, et de la danse et je ne sais quoi.

Et des filles venaient. Il y avait là des filles tièdes, aussi. Oui oui, Oui oui. Bin, elles n'étaient pas très chaudes mais une fois qu'elles avaient dansé un petit peu, celles-là chauffaient. Oui oui !

Bon ! Ainsi que j'ai eu entendu... le curé n'était pas très content non plus car là le diable se trouvait dans les Halles.